

AR VESVENTI

VAR EUN TON NEVEZ

653 B

Knomp brema ar ganouen,
 Var-benne an oll vesverien,
 Erit ma gl vo pep hini
 ar virionez hep damanti.

Kowloude me her goar er-vad,
 Am bo out-ho eur goall-grogad,
 Pa zint tud fur var ho meno.
 An holl dle kemmer shouer out-ho

Kos ha yaouank, paour. pinvidik,
 Hotez int dre nerz ho bannik,
 Hag ann dud kreva gouizieka,
 An ho c'hichen ne d'int netra!

Mar d'eo mestr en he diegez.
 N'euz ket he bar enn he barres :
 He gezek he zaout eme-z-an,
 Zo ar re vella er vro-man.

Pa vez oc'h' eva odivi
 N'eus kear ebet par d'he hini.
 Labouret mad he zouarou.
 leot keit ha hen enn he brajou.

Epad mma o fougeal
 He dud ér gear ra troiou fall.
 Hanter amzer labouront ket ;
 Kentoc'h ez aï da glask he voued.

Bet eo eun amzer pinvidik.
 Brema nemet gle hz gearik
 Deus fors enn devez vo guerzet,
 Mezo c'hoaz a vezo guelet.

He c'hreg hag he vugaligou.
 A vo dizolo ho memprcu.
 O klask ho zamm ama-a-hont.
 Diran-s-han grenn gant ar spount.

Ann ezezh troet da vesvi,
 Ema diout-ho stag pep si :
 E vit sellet ouz ar gragez.
 Lezomp anezho a gostez.

Eur c'hreg zo troet da eva.
 Enn he zi a vanko pep tra
 Eleac'h prena pebr ha hoalen.
 Va gaign a lipa ar veren.

Arc'hant al leas hag an amann,
 A ia ganti e guin-ardent ;
 C'hoas pa so out-hi goulennet
 Chann ar zoubenn n'eo ket sallet.

Deoc'h m'oa diounjet ann hoalen,
 Varc'hoaz me z'ai d'an oferenn
 Ro d'in unn ugent real pe zaou
 Ezomm am euz kals a draou.

Hi devoa eur pez kik kuset,
 Hag arc'hant oa d'hezhi roet,
 Laouen ia d'an ofern vintin'
 Hed ann heut ra met mousc'hoarzin

Kenta tra ra guerza he c'hik,
 Goude ev daou pe dri bannik.
 Ha pa erru as eun iliz,
 E oar gant hanter ann offis.

Goude ive oa daou monet
 D'eva gand ar gommerezed.
 Ha ne zonzj ket e tud he zi
 N'he bugale deuz em out-hi.

He bugale a zo en noas,
 A lunv en dro d'ar vates vraz
 Unan bihan zo er c'havel,
 Gand ar zec'hed prest da vervel.

« Poent co c'hoc'h mont d'an ofern
 « Prenit, mates ar pez zo red, -bred
 « Ha digassit va greg d'ar ger,
 « Abalamour d'am bugel ker !

Ar vates, eur gristenez vad,
 A visk buhan he zamm dillad,
 A glev er vorc'h ann oferenn,
 Hag a bren holl pebr ba hoalen.

Mont a ra da glask he mestres,
 Man hostaleri zo mesves ;
 Mes mont d'ar gear eo ar goassa,
 Pa ne ell mui chom enn he za !

Var bouez paka kalsik lammou.
 Dizec'het eunn tamm enn hentchou
 Gand he matez oe distlejet,
 Da gaout he bugel didéoté.

Kals grages a aï drok enn-ho,
Ac d'in-me sur a lovaro,
A vezo geir ar zon-ma.
A xenn atao klask ho dua.

Guelet am eus menr a hini,
Eur veach en em roet da vesvil
O versa al lars, an amann,
Ha laeres ed da gaout arc'hant,

Betec dillad ho bugale,
A raen evit eur banne,
Rochet an ozac'h zo guerzet,
Er c'houes larfen eo kollet !

Guelit klaskarezed bara,
Petra reont da gaout da eva ?
Lesel gand ann naoun da c'hlaouri
Ho bugaligou enn ho zi.

Alies z'eont d'ober korfad,
Gand aluzennou an dud vad.
Mes piou bennak ho zamallo :
« Zo dek guech falloc'h eme z-ho. »

Var n-ezho me ia da deve'.
Vit koms euz mates ha vevel.
Rak en ho zouez, a zo ive,
Hiniennou gar ho banne.

Ar mevel mezo a lavar ;
Er barres-ma n'eus ket ma far,
N'a da vedi, na da falc'had.
Na gand kezek da charread.

Eus ar foariou, ar pardonou,
E zeu d'ar gear a c'hourlammou,
Hag he zillad na vent met pri.
Her c'hlever c'hoas ho fougassi.

Al loened piour da zil, da lun,
Ouz ano uoz alies renkin,
Pa ve mezo ar mevelien,
An ozac'h chomet er vouillen.

Merc'hed yaouank gemmerit ket,
Evit pried mesvier ebet ;
Evit-han da gaout arc'hant, aour.
Eurur soc'h vec'h kichen eur paour.

Gand mevel fur n'en deus netra.
Neur labourad ho po bara.
Leac'h e kichen eur mesvier,
O riska ar vuez e vezer.

Potred yaouank kos ve guelet,
Deut var an oad, o klask ho boued,
P'ho deuz re garet ar veren
En tu all d'ar pez a dleent.

D'ar goazed, larann kenavo,
Brema mitisien, ma ho tro.
Ne gredann ket gavfac'h diez.
Ma flipann ar viesvierez.

Enn ho touez zo meur a hini,
Gar ar c'hafe, an odivi,
Hag avechou evont ive.
Siouaz ! d'ezho eur bannik re.

Gouslcoude meus guelet eun dra,
Epad ma vent klask fortuna,
Dirac goazed reont chestou :
« Ni ne garomp ket ar banneou.

Padal ma kredfen lavared :
Goazed, brassoc'h c'hoas diskennet
« Ni merc'hed hon eus sec'het braz
« A dra laromp ec'h menargas.

Eur veach evet daou tri banne,
Ar re all a ziskenn eas tre.
Ar goad a veler zav d'ho fenn,
A fors da skarza ar veren.

Ar rozera, ar gousperou.
A ganont brao euz ann dolliou,
N eus fors dies vo mont d'ar ger
Gouca ra ho divesker.

Merc'hed yaouank mesv'erezed,
Vila tra a c'heller guelet,
Ho-unan gollont ho brud vad
Enor ho mamm, hini ho zad.

Den ebet sur n'eo eureujo,
Nemet paotret henvel out-ho,
Ha guelet vo ho bisachou.
Bronduet dre nerz an toliou.

Perak ve trous ken alies,
Ti ar mesvler, ar vesveriez ?
Abalamour a vent klask gout
Piou a evo muia lagout.

Mesvierien ha mesvierezed,
Me n'am eus ket ho tikriet ;
Rac ann tan-goall ebars en ti,
A zo guell etuet mesventi.

GWERZ COMBOT

Mar plich ganeoc'h va zelaouet,
Eun torfet neve a glevfet,
Erruet e parrez Taule,
Da vis Mae ugent hag eun de.

653 B

E triouec'h-kant pevar ugent.
Gant eun daouzek ved bloaz ouzpenn,
Ez eo bet e kreis ann noz,
Pa oa et ann dud da repos.

Eur mesvier touet euz ar vro,
Hag anavezet tro-var-dro,
Evit kaout arc'hant da eva,
Diou vaouez a zeu da laza.

Diaoul ar vesventi a zeuaz,
Er meaz he vele hen tennas,
Ha d'hezan sur e lavare,
Peleac'h kaout arc'hant ar banne.

Bars er vraken e Lanninor,
Ar verc'h ar vamm oa er goudor,
Kousket mad ebars n'ho guele,
Hag ann or prennet gand alc'hue.

Ar muntreer Combot a zavas,
Da c'houlenn digor erruas:
— « Digorit din ma zinn enn ti,
Evid-oc'h meus eur gefridi. »

D'ezhan Janni a lavaraz,
— « Gortozit ac'han dar varc'hoas;
Va mam ha me zo n'hor guele,
Enn-han hon lezit n'han Doue. »

— « Hennoz eo, eme ar muntreer,
E renkann ober va affer;
Ha prim ho tor digorit d'in,
Breman komz ouz-hoc'h a renkinn. »

Evit he goall-eur e savas;
Ann or d'ezan a zigoras,
Mes pa antreas ebars en ti,
Netra da laret gave mui.

A gistr evit eur verennad.
Ha d'ho ti kerzit va den mad,
Me gred eo tost d'ann hanter-noz,
Ann holl er vro zo e repos.

Dezhi ar muntrer goustadik
— « Deud er meas mar plij eun tammik,
Eur ger pe zaou m'eus da laret,
Hag aoun am eus na vent clevet. »

Ar plac'h, ep sonjal drouk ebet,
Gant-han er meas a zo bet et,
Ha neuze zisklerias he c'hoant:
— « Dime hennez a vank arc'hant. »

— « Ganime arc'hant na po ket,
Goude zoquen am bije bet, »
Rok oa he ger echuet mad,
Ar muntrer oa dioc'h he filat,

Eur veach ma oa Janni pilet.
Mein d'he flastra deuz kemeret,
Kroc'hen hag eskern a vreve.
Hag a bep tu d'e shan strinke

P'en doa peurlazet anezhi,
Ar muntrer a zistro d'an ti.
Morgous-ket a gavas ar vamm,
Ha varn hi a zail enn eul lamm.

Meas he guele deuz he zennet,
Hep na oa bet anavezet.
Ha didrurz gant he voutou.
Var he fenn e skoas toliou.

Evel me c'hlevas c'hoas e klemm.
Gaut-hi, gemer eur gountel lemm,
Hag en he gouzoug he flantas,
He goad biout-han a strinkas.

Goude pak pallen ar guele,
Hag enn he ginou her fourre
Ha da c'hoal c'hi c'hoas he zaouarn,
Var an oaled er pod-houarn.

Piou ac'hanoc'h-hu. va zud vad.
N'en defe hirio kalounad ?
Klevet zo maget bars e Breis.
Tud ken digernez hac a bleis.

Eun arbел neuze a zigoras,
Dek pez uguent-lur a gavas,
Ha prim ia gant-an dh'e vele
Ann arc'hant-man eo a glaske !

Kuzet a jomo he dorfet,
Den ebet n'en deus e velet,
Ha tud ar Justis goll ho fenn.
O klask dibuna ho c'hudenn.

Diou vech Combat zo arretet,
Ar vech deveza coudaonet,
E Montroulez ar Boureo bras
D'a 28 Ebrel he di bennas.

21
Mlle
27